

PETRA VO GRAET ER C'HAMP ?

(Eus 9e da 12e hag eus 2e da 5e)

E pep hini eus an div sizhun ho po da zibab etre :

Ar c'hentelioù war ar brezhoneg

Studiañ ar brezhoneg e kentelioù aozet a strolladoù bihan a vo kinniget. An dud ne gomprenont ket pe ne gaozeont ket aezet-tre ha mat a zo o flas bezañ en unan eus ar c'hentelioù-se.

Renket hag aozet e vezont diouzh live ar stajidi. Dre destennoù pe c'hoarioù e vez studiet ar brezhoneg : ar c'heriaoueg, ar yezhadur, an distagadur diouzh doare pep kelenner. Lakat ar stajidi da gaozeal e mod pe vod, diouzh o live, eo ar pal.

Ar rummadoù war un danvez

Ar re a oar komz ha skrivañ mat brezhoneg a c'hall mont en ur rummad kentelioù da bleustriñ war un danvez bennaket. N'eo ket un « dra da zibab » e framm ar c'hentelioù ordin; a-hed an devezh e vo labourer war an danvez-se hag e-pad ar sizhun. Da zibab a zo etre ar rummadoù kinniget war an div bajenn all.

E-maez ar c'hentelioù evit an holl :

Da greisteiz : 1/2 eurvezh kan ha dañs hervez kinnigoù ar gelennerien.

Goude 5 eur (hervez an deziou) : mont da welet tud eus ar vro, ober sport, pourmenadennoù, kemer perzh e kaozeadennoù, c'hoarioù, stalioù-labour a bep seurt, sellet ouzh filmoù...

Evit ar vugale : ur greizenn dudi a zegemero bugale 6-14 bloaz eus 8e30 da 5e30.

Rummadoù ar sizhun 1

Distagadur
pouez-mouezh

Kazetenniñ dre gomz,
a-gevret
gant Radio Kerne :
ur sizhunvezh evit ober
anaoudegezh gant
bed ar radio

C'hoariva *

Dañs ha kan

Treiñ pennadoù
lenneg

Stal skrivañ

Rummadoù ar sizhun 2

Distagadur
pouez-mouezh

Treiñ testennoù
teknik

Arzoù-kaer :
anaout al livioù,
an arz e Breizh

Ober gant binvioù
a-vremañ : internet,
son, skeudenn...

Brezhoneg er
familhoù *

Kembraeg
Live 1/Live 2

Hervez an niver a dud enskrivet e c'hell unan bennak eus ar rummadoù bezañ lamet kuit diouzh ar program. Kavout a reot muioc'h a didouroù war hol lec'hienn.

Kaset e vo ar program deoc'h ma vez goulennet ganeoc'h.

* Da vezañ gwiriet